

Komision ar brezhoneg

Commission langue bretonne

Emgav an 16 a viz Kala-Gouiañv 2013 - *Réunion du 16 novembre 2013*



- 1 Ur sell àr an abadennoù kaset da benn
- 2 Ar raktresoù da zonet
- 3 lec'h ar brezhoneg e moned en-dro Ti Douar Alre

1- Ur sell àr an abadennoù kaset da benn

Sizhunvezh ar brezhoneg / Devezhioù ar brezhoneg...

16/03
> 24/03
2013

**Sizhunvezh
ar brezhoneg**

**Semaine
du breton**

**e Douar Alre
au Pays d'Auray**

**Rannvro
BREIZH**

SIZHUNVEZH AR BREZHONED
gant skoazel, Rannvro Breizh

LA SEMAINE DU BRETON
avec le soutien de
La Région Bretagne

The graphic features a central green starburst containing the event title in Breton and French. To the left, a blue circle displays the dates and year. To the right, a white circle contains the location. A black seal at the bottom right features the Breizh logo and mentions the support of the Breizh region and the French region of Brittany. The background is decorated with various colored circles and abstract shapes.

Prezegennoù



- en-dro d'ar gwerzioù (Daniel Carré - Jorj Belz - André Le Meut).
- Mikrotoponimiezh (Patrick Dréan) get Pluvigner Patrimoines.

Un nozvezh en-dro d'ar c'han a-boz



- Kanerion Pleuwigner, Trouzerion, Ruzerion Traoue, Catherin Pasco, Marie Lorho-Pasco, André Le Meut,...
- C'hwitadenn a-fet publik hag a-fet argant !...
- Un darvoud fromus ha brav-tre.

Abadennoù evit bugale ar skolioù



- Er skolioù divyezhek : diskouez ar brezhoneg d'ar vugale unyezhek (Brec'h, Pleuwigner, Mendon, Meriadeg, Stez-Anna,...)
- Atelieroù tañvad ar brezhoneg :
 - er skolioù (**5 skol, 16 klasad, 357 bugel** ag ar skol-vamm d'ar CM2 - 2 vare animatourion, 2ha2), get Ar Vammenn ha KSK.
 - e kreizenn dudi Pleuwigner, get **BMB**.
- «Ag an hadenn d'ar frouezh» : kinniget d'ur c'hlasad **23 bugel** a skol St Gwigner, e stal-jardrinerezh Le Hénanff (Pleuwigner), get **KSK**.

Darvoudoù e kêr



- Abadennoù er marc'hadoù (An Alre, Kiberen, Pleuwigner, Karnag, An Drinded) : tro **200** den 'zo daet da ganal pe / ha da zañsal (get an aktourion) , met kalz niverusoc'h int bet é selaou doc'hte, get Klub soniñ Sten Kidna ; ar vreuder ar Meut ; Mein, mor ha lann Karnag ; BMB ; Koad ha Mor; Armor-Argoat.
- Darvoudoù dic'hortoz er stalioù, er straedoù (e Lokoal-Mendon).

Darvoudoù a-bep seurt



- «Ar skrivadeg» get Emglev Bro Gwened.
- «Kafe, bara-amanenn» e Pleuwigner get KSK.
- Le prix littéraire Sten Kidna - Le Bono au long cours, get kSK
- «Lennomp Asampl !», e Brec'h, get KSK.

Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg

Ar brezhoneg lakaet àr wel e kêr



- Skritelloùigoù divyezhek UCIAP : 20 stal e Pleuwigner o deus o implijet.



Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg

Ar brezhoneg lakaet àr wel er c'hazetennoù

Le Télégramme

**ouest
france** 

- Bemdez, e-pad ar sizhuniad-mañ eo bet embannet er c'hazetennoù ur pennad é kinnig un anv-lec'h e brezhoneg.

Ur sell àr Sizhunvezh ar brezhoneg

Un toullad sifroù



- Niver a dud o deus kemeret perzh en abadennoù : etre **450** ha **500** den
- Oc’h penn **80** den a youl vat o deus roet sikour da gas an abadennoù en-dro (gwerzh **90 €**).
- Argant :
Fondet : **2.903 €**
Yalc’had rannvro : **1.270 €**
Toull : **1.000 €**

E-pad gouelioù Bro Alre Gouel Bemdez



- Lennadenn e Mediaoueg Brec'h, get KSK ha servijoù ar vediaoueg.
- Devezh Lokoal-Mendon (etre 650 ha 700 bugel a zo bet bodet)
- Abadenn labour-dorn e mirdi Sant-Degan e Brec'h, get ekomirdi St-Degan.
- Troiad-bale en-dro d'an togoù-touseg, get ekomirdi St-Degan.

Harp roet d'ar skolioù



- Renablet eo bet un toullad tud prest da roiñ dorn da gas stalioù-labour er skolioù.
- Roet eo bet sikour da lañsiñ ur bare lennerion (diàr goulenn *Lire et faire Lire*). Stalioù-labour a vez dalc'het ingal a-benn pleustriñ àr al lenn.



Ti Douar Alre hag er c'humunioù



- 16 kumun (/24 an «douar bras») o deus dilennet ur «référent», un den dave.
- Un dolpadenn get ar guzulerion dave-se; unan a-benn an 2.12 da zonet.
- Ur c'hannadig a dalv da liamm etre tud-dave an tier-kêr a-fed brezhoneg.

2- Raktresoù da zonet

- Kalañder an abadennoù
- Ar stajoù « gober e brezhoneg »
- Un toullad filajoù raktreset.
- Sizhunvezh ar brezhoneg 2014
- Cheñchamant lusk ar prantad-skol.
- Oc'hpenñ er roll : Ur raktres da gas get skol Lokmaria-Kaer.

3- Lec'h ar brezhoneg

'ba moned en-dro ar gevredigezh



- Diskouez ar brezhoneg (paperioù, lec'hienn)
- Ar valizenn, kevret get KSK